WIKIPEDIA

Masmadjeg

Ur yezh tchadek eus is-skourr ar yezhoù tchadek ar reter B.1 eo ar **masmadjeg** (*masma(d)je* pe *mesmedje*) komzet gant 25.727 den e kreiz Tchad (1993).

Gwelet ivez

- Yezhoù tchadek ar reter
- Yezhoù afrez-aziatek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Masmadjeg&oldid=404963 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Du 2008, da 19:49.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.